



Toull ar revr

Fichenn savet gant skipailh kasourien skolaj Kemper

Dre vras

C'hoariet vez gant 4 den. Roet e vo ur statud sokial da bep hini: Prezidant, Eil prezidant, Teñzorer, Toull ar revr.
Ar prezidant zo ar mestr. Dibab a ra ar gador a fell dezhañ , ret eo c'hwital anezhañ.
Toull ar revr zo ar sklav.

Pal ar c'hoari

Echuiñ evel prezidant.

Urzh ar c'hartoù

Joker, 2, born, roue, damez, lakez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.

Mont en-dro

E penn-kentañ ar c'hoari e vez pigoset pep ur gartenn. Roet e vez statud pep hini dre urzh talvoudegezhioù ar c'hartoù.
Renket e vez an dud hervez o statud tro dro d'an daol. (Ar prezidant, an eil prezidant en e du kleiz, hag all...)
Reiñ a ra ar prezidant ar c'hartoù en ur gregiñ gantañ. Neuze en deus ar prezidant ur gartenn ouzhpenn.
Roet e vez gant ar prezidant e ziv gartenn wanañ da doull ar revr ha d'ar c'hontrol e vez roet gant toull ar revr e ziv gartenn greñvañ d'ar prezidant.
An teñzorer a eskemm gant an eil prezidant e gartenn greñvañ a-enep da hini wanañ egile.
Kroget e vez gant ar prezidant. Lakaat a ra ur gartenn pe veur a gartenn eus memes renk (ur c'houblañ).
War-lerc'h, o kregiñ gant an eil prezidant e vez lakaet gant pep hini pe:

- Ur c'houblañ heñvel, met gant kartoù kreñvoc'h (da skouer div zamez war daou vorn).
- Tremen e dro.

Gounezet an dro gant ar c'hoarier en deus lakaet ar c'houblañ kreñvañ. Loc'hañ a ra an dro war-lerc'h.

An hini n' en deus ket mui kartenn ebet gantañ da gentañ a zo trec'h ar wezh-mañ. Ar wezh a zeu e vo eñ ar prezidant. An eil a vo an eil prezidant, hag all...

Cheñch a ra a c'hoarierien plas e keñver o statud sokial nevez.
Echu eo ar c'hoari pa vez divizet gant an dud.

